

Sinema e brezhoneg

keriti

ti ar c'hontadennoù

Seveniñ : Dominique Monféry



Natanael a vo 7 vloaz dizale, met ne oar ket lenn c'hoazh... Pa zo roet dezhañ da hêrezh, gant e voereb Eleonor, ul levraoueg gant kantadoù a levrioù eo dipitet-bras Natanael !

E pep kontadenn e vo roet ur sekred kaer-meurbet koulskoude : pa gouezh an noz, an harozed vihan, Azilis c'hwek, ar wrac'h Karhebos, ar c'habiten spontus Krogig, en em gav er-maez al levrioù... Ret eo dezho lavaret da Natanael emañ en arvar bras da vont da goll da viken. Evit saveteiñ e vignoned vihan hag o istorioù, Natanael, bet bihanaet gant ar wrac'h Karhebos, a ya da heskinañ Laertout an trubard, ar c'hranked ramzel, ar ramz marnaoniet... Daoust hag-eñ e teuo a-benn da lenn ar formulenn hud evit o saveteiñ holl ?

Ijinet eo ha koulskoude eo gwir !



E levraoueg Eleonor, war estajerennoù koad, e vez kavet unan deus bravañ dastumadeg levrioù a zo, embannadurioù a orin skeudennaouet brav eston. Er pajennoù-mañ, a zo bet dislivet gant an amzer, e kaver istorioù kaer ha nouspet tudenn a zo o c'hortoz bezañ dizoloet a vouezh uhel. N'o deus nemet ur c'hoant : kenderc'hel da vevañ o zrioù-kaer ken entanus, a vloaz da vloaz, a gantved da gantved, e-giz m'o deus graet a-viskoazh, just evit bevañ ha lakaat ac'hanomp da addizoleiñ bed ar pemdez, e-giz ma vije ar wech kentañ, dre an huñvre hag an ijin.



Film bevaat / Frañs / 2009 / 1 eurvezh 20

Seveniñ : Dominique Monféry

Krouiñ ar skeudennoù a orin : Rébecca Dautremer

Skrid : Anik Le Ray hag Alexandre Révérend

Diorren : Henri Heidsieck / Story board : Dominique Monféry, Rémi Chaye

Renerezh arzel : Rébecca Dautremer ha Richard Despres

Renerezh Compositing : Raphaël Vincente-Zamarreno

Pennframmer : Cédric Chauveau / Sonerez orin : Christophe Heral

Produiñ : Gaumont-Alphanim, La Fabrique, Lanterna Magica

Skignañ : Haut et Court - www.hautetcourt.com

Dizale

Advouezhiañ e brezhoneg : DIZALE - www.dizale.org

Treiñ-azasaat : Jil Penneq / Renet gant Laors Skavenneg

Skignañ e Breizh : DAULAGAD BREIZH / 02 98 92 97 23 / daoulagad.bzh@wanadoo.fr - www.daoulagad-breizh.org

DAULAGAD

